

# Ar Redadeg 2022

Daved ar merc'hed, daved an nen, Evit  
dazont hon yezh  
Daved an dud, deomp holl war an hent  
Barzh'en Breizh a-bezh !

Dre wenojennoù, treuzomp ar  
maezioù,  
Redomp dre barkoù, ha dreist ar  
c'hleuzioù,  
Etrezomp soñjoù leun a  
hunvreoù  
Ur bed liesliv 'vit hon bugaligoù.

Daved ar baotred, daved mabden, Evit  
gwirioù hon reizh,  
Kemmpomp hon istor, d'ar vazh cheñch penn !  
Ne vimp ket mui preizh !

Dre wenojennoù, treuzomp ar  
maezioù,  
Redomp dre barkoù, ha dreist ar  
c'hleuzioù,  
Etrezomp soñjoù leun a  
hunvreoù  
Ur bed liesliv 'vit hon bugaligoù.

**Digor't hon holl kalonoù, liammet, a-  
unvouezh  
Toun'dud o c'haloupad e brezhoneg, Digor  
frank hon genoù, 'n un distripañ hon yezh,  
Bev-birvidik omp 'pad ar Redadeg !**

Daved tud estren, gallegerien, Gant  
levenez a-leizh !  
Redomp 'n ur vezañ holl disheñvel, Ur  
binvidigezh !

Daved ar re glañv, daved mabden, Evit  
gwirioù hon reizh,  
Kemmpomp hon istor, d'ar vazh cheñch penn !  
Ne vimp ket mui preizh !

Vers les filles, vers l'être humain  
Pour l'avenir de notre langue,  
Vers les gens, allons tous sur la route,  
Dans la Bretagne entière !

Par les sentiers, traversons la campagne,  
Courons parmi les prés, par-dessus les  
talus,  
Entre nous des pensées remplies de  
rêves  
Un monde multicolore pour nos enfants.

Vers les garçons, vers le fils de l'homme,  
Pour les droits de notre genre, Changeons  
notre histoire, basculons le destin,  
Nous ne serons plus des proies !

Par les sentiers, traversons la campagne,  
Courons parmi les prés, par-dessus les  
talus,  
Entre nous des pensées remplies de  
rêves  
Un monde multicolore pour nos enfants.

Nos cœurs ouverts, liés, en chœur,  
Tout le monde galope en breton,  
Nos bouches grand-ouvertes en  
balbutiant notre langue,  
Nous sommes bien vivants pendant la  
Redadeg !

Vers les étrangers, les francophones,  
Remplis de joie !  
Courons en étant tous différents,  
Une richesse !

Vers les personnes malades, vers l'être  
humain,  
Pour les droits de notre genre,  
Changeons notre histoire, basculons le  
destin !  
Nous ne serons plus des proies !

Dre wenojennoù, treuzomp ar  
maezioù,  
Redomp dre barkoù, ha dreist ar  
c'hleuzioù,  
Etrezomp soñjoù leun a  
hunvrejoù  
Ur bed liesliv 'vit hon bugaligoù.

**Digor't hon holl kalonoù, liammet, a-  
unvouezh  
Toun'dud o c'haloupad e brezhoneg,  
Digor frank hon genoù, 'n un  
distripañ hon yezh,  
Bev-birvidik omp 'pad ar Redadeg !**

Daved ar merc'hed, daved an nen,  
Evit dazont hon yezh  
Daved an dud, deomp holl war an hent  
Barzh'en Breizh a-bezh !

Dre wenojennoù, treuzomp ar  
maezioù,  
Redomp dre barkoù, ha dreist ar  
c'hleuzioù,  
Etrezomp soñjoù leun a  
hunvrejoù  
Ur bed liesliv 'vit hon bugaligoù.

**Digor an holl kalonoù, panevet e  
reizh  
Toun'dud o c'haloupad e brezhoneg,  
Digor frank hon genoù, o tistripañ  
hon yezh,  
Bev-birvidik ez omp e-pad ar  
Redadeg !**

Par les sentiers, traversons la campagne,  
Courons parmi les prés, par-dessus les  
talus,  
Entre nous des pensées remplies de  
rêves,  
Un monde multicolore pour nos enfants.

Nos cœurs grands-ouverts, unis, en  
chœur,  
Tout le monde galope en breton,  
Nos bouches bien ouvertes en balbutiant  
notre langue,  
Nous sommes bien vivants pendant la  
Redadeg !

Vers les filles, vers l'être humain,  
Pour l'avenir de notre langue,  
Vers les gens, allons tous sur la route,  
Dans la Bretagne entière !

Par les sentiers, traversons la campagne,  
Courons parmi les prés, par-dessus les  
talus,  
Entre nous des pensées remplies de  
rêves,  
Un monde multicolore pour nos enfants.

Les cœurs grands ouverts quelques  
soient leurs genres,  
Tout le monde galope en breton,  
Nos bouches bien ouvertes en balbutiant  
notre langue,  
Nous sommes bien vivants pendant la  
Redadeg !